

— 260 —

POTR HE VLEO MELON

Mab eun itron a Lannhuon
 la la,
'N eus eur pennadic bleo melon (*bis*)

'N eus eur pennad bleo meion-coar,
A dap d'ez-ban bet' ann douar.

'Boue ouspenn bla na int crennet,
Met er bla-man a vont touzet.

Met er bla-man a vont touzet,
Nac a-benn tennan d'ar billet.

'R rouè Charlès 'n eus commandet
Creski ho fae d'ar zoudarded ;

A zaou wennec ha daou liard,
Cresco he bae da Iann zoudard !

Mac'harit FULUP.

— 261 —

LE GARS AUX CHEVEUX BLONDS

Le fils d'une dame de Lannion.

la la,

A une têtée de cheveux blonds ; (*bis*)

Une têtée de cheveux d'un blond de cire,
Qui lui descendent jusqu'à terre.

Depuis plus d'un an ils n'ont été raccourcis,
Mais, cette année, ils seront tondus.

Mais, cette année, ils seront tondus.
Au moment du tirage au sort.

Le roi Charles a ordonné
D'augmenter leur paie aux soldats ;

De deux sous plus deux liards
Croitra la paie de Jean-Soudard.

Marguerite PHILIPPE.
